

## An anjelus

*Lento*

Ni ho sa - lud gant ka-ran - tez  
Rouanez ar zent hag an E - lez  
C'hui a zo ben - ni - get, O PI - A,  
Hag a c'hra - sou kar-get, A-ve Ma-ri - a!

- 1 Ni ho salud gant karantez  
Rouanez ar zent hag an Elez  
C'hui a zo benniget, O PIA,  
Hag a c'hrasou karget, AVE MARIA!
- 2 Ra vezo benniget Jezus  
Ar frouez euz ho korf everus  
Kanomp gant an Elez, O PIA,  
He veuleudi bembdez, AVE MARIA!
- 3 Ni ho ped, Mari, gwerc'hez glan  
Pa vezimp var hon tremenvan  
Da c'houlen ouz Jezus, O PIA,  
Deomp eur maro eürus, AVE MARIA!

## An Anjelus

1

Ni ho salud gant karantez  
Rouanez ar zent hag an Elez  
C'hui a zo benniget, O PIA,  
Hag c c'hrasou karget,  
AVE MARIA!

Wir grüßen Euch mit Liebe  
Königin der Heiligen und der Engel  
Welche Ihr gebenedeit seid, o pia,  
Und der Gnaden voll

2

Ra vezo benniget Jezus  
Ar frouez euz ho korf evurus  
Kanomp gant an Elez, O PIA,  
He veuleudi bembdez,  
AVE MARIA!

Dass Jesus gebenedeit sein wird  
die Frucht von Eurem seligen Leib,  
lasst uns singen mit den Engeln,  
sein Lob jeglichen Tag,

3

Ni ho ped, Mari, gwerc'hez glan  
Pa vezimp var hon tremenvan  
Da c'houlen ouz Jezus, O PIA,  
Deomp eur maro eürus,  
AVE MARIA!

Wir bitten euch, Mari, reine Jungfrau,  
wenn wir sein werden in unserer  
Todesstunde

zu erbitten bei Jesus,  
für uns einen glücklichen Tod,  
AVE MARIA!

vorläufige Übersetzung